

Kreizenn "an oaled"



91

Eus ar 14 betek an 20 a viz eost

Ar staj : Sirk

Deskrivañ ar greizenn:

- 57 gwele. 20 kambr gant 2,3 pe 4 flas (gant ur c'horn emwalc'hiñ)
- Sal debriñ 80 plas enni
- 1 sal emvod bras 120 plas
- 5 sal labour gant bep a daolenn wenn
- 1 sal-degemer a-zoare
- 1 levraoueg
- 1 sal dudi
- Dafar kleweled
- 1 liorz vras gloz
- 1 porzh bras



Lec'h :

An oaled
14 straed an ti kaer
29870 Treglonoù
plg : 02 98 04 07 04

Deiziad :

Eus ar sadorn 13 betek an 20 a viz eost

Strollad bugale :

Niver a berzhidi : 25
Oad ar vugale : 8-11 bloaz

Strollad buhezourien :

Renerez ha isrener :

heñchañ deskiñ

Paliouù desevel :

- 1 °, Sikour ar vugale da vont da vezan emren o doujañs ouzh ar re all.
- 2 ° Talvoudekaat implij ar brezhoneg.

Paliouù arbennik:

Sikour ar vugale da vezañ en e vleud er greizenn, er c'houlz, ha da gemer perzh tamm ha tamm er vuhez ar greizenn.

Moianoù :

- Buhez bemdeziek : Emren e vo ar vugale (e-barzh an ti)
 - E-pad ar stalioù : pep hini a raio ar stal n'eus c'hoant, doujet e vo ouzh ar pezh e vez kinniget ganto
 - Doujañ ouzh ar reolennoù dibabet gant ar vugale hag ar skipailh pedagogel
 - kemer perzh evit kempenn ha renkañ al lec'h :
- Ar vugale, an dud vras ivez avat, a daolo evezh da gempenn o c'hambr, renkañ e aferioù personel ha kaout doujañs ouzh al lec'hioù a stroll.

Paliouù arbennik:

Reiñ tro d'ar vugale ha d'ar vuhezourien da gaout darempredoù a feson an eil gant egile evit ma vefe aesoc'h bevan a- stroll.

Moianoù :

- **Al lezennoù** : Evit ma vefe komprenet gant a vugale, al lezennoù e vo savet er penn kentañ ar staj ganto.
- **An dijunin** : Graet e vo etre 8^e ha 9^e evezh dihun pep hini.
- **Ar predoù** : Ur mare pouezus tre evit an holl, kement war dachenn an darempredoù ha war dachenn an eskemmoù, ar vuhezourien a zebro gant ar vugale.
- **ar stalioù** : graet e vo ur rentañ kont dre gomz (5mn bemdez) evit gellet doujañ ar muian ar gwellañ ouzh c'hoantoù ar vugale.
- **Ar beilhadegoù** : Ur mare plijus evit an holl, doujet e vo lusk ar vugale ervez ar skuizhder
- **un emvod skipailh** e vo dalc'het bemnoz goude kousk ar vugale.

Paliouù arbennik :

Sikour ar vugale da gemer perzh ar muian posupl e vuhez ar stalioù.

Moianoù :

- Graet e vo ul listenn c'hoantoù er penn kentañ ar staj a-benn gouzout o c'hoantoù.
- Divizoù bugale/buhezourien e-kerzh ar prantadoù dieub.

Paliouù arbennik:

Talvoudekaat implij ar brezhoneg e-pad ar staj

Moainoù:

Komz a raio an animatourien ar muian posupl e brezhoneg, Graet e vo evit ma vefe c'hoant d'ar vugale implij ar brezhoneg ar muian posupl..

Skipailh pedagogel

Roll ar skipailh pedagogel

Ar rener

Kiriek eo ouzh ar greizenn, dezhañ da aozañ an devezhioù ha dezhañ ivez da genurzhiañ ar skipailh.

Lakaat a ra ar raktres pedagogel e pleustr ha lakaat ar skipailh da zoujañ outañ..

Kemer a raio perzh en holl vare ar staj bewech ma vo posupl dezhañ.

Kiriek eo eus an dafar

Pouezus e vo evit sikour ar vuhezourien gant diaesterioù, stajiad pe get, en ur selaou outañ. Ur perzh stummañ en deus da gaout ivez.

Dieub e vo evit an holl, ar vugale hag ar vuhezourien, hag aketus war pep tra a c'hoarvez e-barzh ar greizenn.

Ar vuhezourien

Kiriek int ouzh an oberiantizoù gant ar vugale, hag int a zo an dud pouezusañ war ar staj.

A-du int gant ar raktres pedagogel. Ur perzh deskiñ ha skouer o deus war pep mare ar staj.

Ober a reont un aergelc'h diogelaat ha fiziañs evit ar vugale.

Merañ a raint ar stalioù gant hag evit ar vugale

Ur skouer int evit holl vugel ar staj.

Ne zaio en dro ar greizenn nemet ma z'eus ur c'hempoell mat etre ar skipailh pedagogel.



Ar mont en-dro

Troc'het e vo ar strollad evit ober ar stalioù, diouzh ar mintin ha diouzh an abardaez...

Kiriek e vo pep buhezour d'ur stal . Evit ar vuhez bemdeziek, Ober a raio pep buhezour eus kambreier'zo. Gantañ e vo lakaet e pleustr lezennoù yec'hedoniezh

Buhez a-stroll

Me a gav din eo mat reiñ un nebeut reolennoù buhezek.

- Doujañs ouzh an hentoù pedagogel.
 - Arabat butuniñ e bazh savadurioù e lec'h evez degemeret tud.
- Lec'hioù evit butuniñ e vo dibabet asambles.
- Difennet eo butunin dirak ar vugale.
 - Doujañs ouzh an eur.
 - 'N'eus forzh peseurt emzalc'h feulz (a gorf pe a breder) e vo difennet.
 - An douare da gomz dirak ar vugale a vo dereat

Ret e vo doujañs ouzh lezennoù ar vugale ivez.

Devezh skouer

Reiñ ar ra mareoù ar vuhez bemdeziek .

Reiñ a ra merkoù d'ar Vugale

Doujañs a raio ouzh lusk ar vugale hag ezhommoù anezho

Aozadur un devezh

Un emgav skipailh e vo dalc'het bemdez evit aozañ an antronoz ha (pe) diskoulmañ kudennoù 'zo.

An emgavioù se e vo dalc'het gant ar skipailh a-bezh

Pep mare an devezh e c'hell bezañ enskrivet war un daolenn a vo er sal vuhezourien.(Animatour e karg an dijunin, d'ar sal degemer e pad an dijunin, an daou animatour (plac'h/paothr) e karg mare ar strinkadennoù, ha listenn ar vugale e vo ganeoc'h e pad ar stalioù)

Devezh skouer

08e00 à 09e00

Dijuniñ hervez dihun ar vugale



09e00 à 09e30
10e00 à 12e30

Kempenn ar c'hambreier
Stalioù sirk



12e30 à 13e15
13e15 à 14e30

Merenn
Mare sioul



14e30 à 16e30

Stalioù sirk



17e00 à 17e30
17e30 à 18e00
18e00 à 19e30

Merenn vihan
Mare dieub
Strinkadenn + mare sioul



19e30 à 20 e30
20e30 à 21e30
22e00

Koan
Beilhadeg
Kousk



Gallout a reomp cheñch an eurioù hervez ar meteo, pe hervez an traoù kinniget gant ar skipailh.

Ar sirk

An daou zevezh kentañ a servijo da briziañ c'hoantoù ar vugale. E-pad an devezhioù-se, E vo kinniget an holl staloù d'an holl vugale. Da c'houde, e c'hell ar vugale dibab ar stal a blijfe dezho donaat muioc'h.

- **Stal 1 : Kiwido**
- **Stal 2 : Bannikaat**
- **Stal 3 : Furlkin**
- **Stal 4 : Akro**

Ar sirk

Un oberiantiz plijus ha disheñvel tre eo ar sirk. Sikour a ra ar vugale d'en em anavezout ha d'anavezout a re all, an eskemmoù a zo aesaet mod se.

Teknikoù ar sirk a zo un dra vat evit sikour ar vugale da vont war raok en ur grouiñ, fiñval, c'hoari, ha kenober .

Pal n1 : Mont war araok e keñver e gouestoni

Gouestoni korfel

A trugarez d'ar sirk ez aio war raok ar vugale war :

- Kenurzhiañ ar jestroù
- Ar c'hempouez
- Anavezout e gorf
- Ar ouskder, an dorn mat, an nerzh

Bezañ gouets da grouiñ

Ar sirk a zo un oberiantiz vat evit grouiñ. Ret eo bezañ aktour un tammig evit gellet ober sirk mat. An ijin e vo lakaet e pleustr evit krouiñ asambles.

Hent pedagogel

An hent pedagogel implijet a ya mat gant barregezhioù ha lusk an holl re hag an holl strollad

Mare dizoloin

Pal Ar mare dizoloin a zo krouiñ un aergelc'h plijus evit krouiñ.

Lakaat ar vugale da zibab ho staloù en ur c'houzout petra e vo kinniget:

- Klask displegañ istor ar sirk,
- Klask an dafar,
- Dizoloiñ bed ar sirk en ur c'hoari met gant teknikoù memes tra

Mare mont war raok

Dibab a raio ar vugale o stal, a glask a rint donaat un teknik resis

Penaos ober :

- Eskemm kalz e barzh ar strolladoù
(ex : diviz gant ar vugale, **rentañ kont reoliek gant ar vugale**),
- Krouiñ un abadenn
(N'eo ket rediet evit ar vugale, met mat e vefe reiñ c'hoant dezho).

